Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Data\PR122218\
Data File : PR034991.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 21 Dec 2018 20:01
Operator : SM\SJ
Sample : J6431-01DL 5X
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_R
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Dec 22 03:00:04 2018
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\PR121818CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Dec 18 01:56:32 2018
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
	System Monitoring Compounds							
1)	SA Tetrachlo...	4.426	3.512	8205812	18523588	4.219	5.314	#
2)	SA Decachlor...	10.110	8.407	21576070	41704982	10.975	9.486	
	Target Compounds							
3)	L1 AR-1016-1	5.611	4.588	584.3E6	1248.3E6	8656.371	9593.335	
4)	L1 AR-1016-2	5.611	4.588	584.3E6	1248.3E6	5900.746	6315.842	
5)	L1 AR-1016-3	5.680	4.761	34851417	366.6E6	592.150	3813.892	#
6)	L1 AR-1016-4	5.769	4.800	117.1E6	717.9E6	2467.643	9501.806	#
7)	L1 AR-1016-5	6.063	5.009	415.6E6	889.4E6	8726.096	8649.543	
8)	L2 AR-1221-1	0.000	3.712	0	2253569	N.D.	53.341	#
9)	L2 AR-1221-2	0.000	3.805	0	1086727	N.D.	35.357	#
10)	L2 AR-1221-3	4.797	3.878	2391241	4958077	44.209	44.693	
11)	L3 AR-1232-1	4.797	3.878	2391241	4958077	53.334	54.255	
12)	L3 AR-1232-2	5.322	4.588	134.0E6	1248.3E6	5791.114	12085.670	#
13)	L3 AR-1232-3	5.611	4.761	584.3E6	366.6E6	11387.133	7589.427	#
14)	L3 AR-1232-4	5.769	4.840	117.1E6	727.2E6	5020.964	16241.050	#
15)	L3 AR-1232-5	5.859	5.009	259.0E6	889.4E6	16384.240	17894.307	
16)	L4 AR-1242-1	5.611	4.588	584.3E6	1248.3E6	10074.062	10997.174	
17)	L4 AR-1242-2	5.611	4.588	584.3E6	1248.3E6	6903.476	7311.793	
18)	L4 AR-1242-3	5.680	4.761	34851417	366.6E6	695.488	4326.335	#
19)	L4 AR-1242-4	5.769	4.840	117.1E6	727.2E6	2864.534	8796.224	#
20)	L4 AR-1242-5	6.503	5.353	459.1E6	1350.5E6	9967.213	12141.822	
21)	L5 AR-1248-1	5.611	4.588	584.3E6	1248.3E6	12042.478	12803.139	
22)	L5 AR-1248-2	5.859	4.800	259.0E6	717.9E6	3920.561	5603.736	#
23)	L5 AR-1248-3	6.063	4.840	415.6E6	727.2E6	5562.512	5510.402	
24)	L5 AR-1248-4	6.465	5.009	331.8E6	889.4E6	3713.869	5405.669	#
25)	L5 AR-1248-5	6.503	5.393	459.1E6	955.3E6	5486.898	5708.345	
26)	L6 AR-1254-1	6.437	5.353	329.6E6	1350.5E6	4033.897	5519.060	#
27)	L6 AR-1254-2	6.657	5.498	574.5E6	664.4E6	4496.399	3123.917	#
28)	L6 AR-1254-3	7.021	5.895	385.6E6	1338.2E6	2857.041	3745.082	#
29)	L6 AR-1254-4	7.305	6.119	256.6E6	575.8E6	2419.385	2438.030	
30)	L6 AR-1254-5	7.722	6.531	662.4E6	1609.1E6	6182.294	5045.261	
31)	L7 AR-1260-1	7.182	6.022	356.3E6	1071.7E6	3790.094	4985.075	#
32)	L7 AR-1260-2	7.437	6.208	503.8E6	1254.7E6	4339.473	4610.830	
33)	L7 AR-1260-3	7.722	6.358	662.4E6	988.8E6	4746.409	3983.138	
34)	L7 AR-1260-4	8.020	6.824	345.1E6	566.3E6	3995.601	3311.697	
35)	L7 AR-1260-5	8.339	7.066	668.6E6	1820.1E6	3703.031	3763.301	
36)	L8 AR-1262-1	7.795	6.567	257.7E6	696.2E6	1586.697	1791.892	
37)	L8 AR-1262-2	8.339	7.066	668.6E6	1820.1E6	2364.205	2557.015	
38)	L8 AR-1262-3	8.662	7.345	398.2E6	258.8E6	2049.117	846.767	#
39)	L8 AR-1262-4	8.715	7.408	202.3E6	1161.8E6	1370.672	2219.048	#
40)	L8 AR-1262-5	9.379	7.900	134.6E6	294.4E6	1268.863	1203.937	
41)	L9 AR-1268-1	8.662	7.345	398.2E6	258.8E6	1048.059	284.252	#

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Data\PR122218\
Data File : PR034991.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 21 Dec 2018 20:01
Operator : SM\SJ
Sample : J6431-01DL 5X
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_R
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Dec 22 03:00:04 2018
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\PR121818CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Dec 18 01:56:32 2018
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
42)	L9 AR-1268-2	8.715	7.408	202.3E6	1161.8E6	592.430	1383.181 #
43)	L9 AR-1268-3	8.958	7.611	8575848	17604955	28.284	24.044
44)	L9 AR-1268-4	9.379	7.900	134.6E6	294.4E6	1080.986	1013.544
45)	L9 AR-1268-5	9.782	8.173	45929842	100.4E6	49.609	44.575

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Data\PR122218\
Data File : PR034991.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 21 Dec 2018 20:01
Operator : SM\SJ
Sample : J6431-01DL 5X
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_R
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Dec 22 03:00:04 2018
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\PR121818CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Dec 18 01:56:32 2018
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm